Tepehoueg Pisa Flores

Ur yezh totonakek eus skourr ar yezhoù tepehouek eo **Tepehoueg Pisa Flores** (*tepehua Pisa Flores*) komzet gant tro-dro da 4.000 den e Veracruz e Mec'hiko (1990).

Tost a-walc'h eo da depehoueg Huehuetla (59%).

Porched ar yezhoù hag ar skriturioù – Adkavit pennadoù Wikipedia a denn d'ar yezhoù.

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Tepehoueg_Pisa_Flores&oldid=1466830 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 4 Ebr 2013, da 17:20.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.